

KANNADIK TRÉGLONOU

Eul Levrik peb Miz, da zelc'her en ti

~~Ar billet vot~~

Setu eun tam paper, didalvez da velet,
 A ra d'in goulskoude henkrez ha poan spered.
 E daouarn trubardet ha ~~tud~~ digoustians
 E hell lakât kernez ha lazerez er Frans,
 Lamet diganeomp hon neubeudik frankiz
 O kas tud digristen da beur-laerez an Iliz.

Lennerien ar C'hannadik n'ho deuz ket ankonac'heat lezen an Iliz var ar voterez. Ma c'houennit : « Eun never eo mont da voti ? » An Iliz a respount deoc'h freaz : « Ia, eun never bras eo. » — Pec'hed eo trei gant an dud fall pa vez votadek ? — Respount a ra adarre grons : « Ia, eur pec'hed bras, eo. » — Ha perak eo an dra-ze eur pec'hed ? — Selaouit mad he respount : « Abalamour o rei ho mouez da dud fall, difeiz, e lakit d'hor gouarn enebourien ar vro. »

Setu aze komzou an Iliz memez. Dre-ze, an hini, goude beza lennet ar C'hannadik, a voto evit eun den fall, eun den a ne vez na vandro ofern, na vandro pask, ne hello ket klask digareziou ha lavaret ne ouie ket e rea fall ; rak freaz eo diskleriet deoc'h ar wirionez.

Evit guir, ne velan netra goasoc'h, ne ket hebken evit ar relijion, mes evit ar vro, eget voti fall. N'oc'h ket evit gouzout an droug a zikourit ober o voti evit eun den fall.

Ma zeuz hirio er Frans lezennou hag a ra kement a zroug d'ar vro ; lezennou hag a zifin kaozeal zoken euz an Aot. Doue er skol ; lezennou hag a zifin lakât eur groaz memez er skol hag en hospitaliou ; lezennou ken disleal ma ne roont ket eur guen-neg da vistri ha mestrezet ar skoliou kristen ; lezennou hag a zo ken divergont m'ho devez mez zoken hon deputeet ruz oc'h anzao al lezennou-ze pa zeont d'ar broiou al : Mad, ma zeuz er Frans lezennou ken disleal, ken fall ; lezennou hag a vir ouz ar Relijiuzet, Frered, Leanezet ober skoll gant ho guiskamant ha chom en ho c'houentchou ; lezennou hag ho banno euz zo ziez pa garo ar C'houarnamant, piou zo knoz ?

Piou en deuz great lezennou ken diaoulek, ken mezek ? — Piou ? Ar re ho deuz votet evit an deputeet fall ho deuz great anezho, pe evit au deputeet a gav mad al lezennou-ze.

Piou ouzoc'h, Leanez, zo bet ken digalon ?
 Siouaz ! marteze ho tad, ho preur, ho mignon !
 Gant ho billet vot, pa oa tommet d'ho fenn,
 Ho deuz oc'h arluet pell etouez an estren.

Hogen, setu aze lezennou hag a blij, ne ket hebken d'ar socialistet ha communistet revolutionerien, mes memez d'ar Bailiou, d'ar Bouilloux, Danielou, Louedec, Salaun, ha paot an « Ulminucine ».

Gouennit eta gant ar ganfarterd-ze ha mad e kavont al lezennou divergont hon deuz komzet anezho. Ma leveront « ia » deoc'h, ha m'ho peuz ar galon da voti evitho evelato, neuze o pezo peched. Hag e c'helloe'h lavaret n'hoc'h nemed eur Judas, eun treitor ! Troet ho peuz kein d'an Iliz, d'ar Groaz. Penaoz, mont a rit a du gant tud hag a ra pe a rafe kement a zroug d'ar Relijion

ha d'ar Vro, hag e kredit c'hoaz lavaret oc'h kristen ? Eun trubard ne zoc'h ken !

Ma ne bliy ket deoc'h an hini zo var ar renk, grit skol dezha en eur zouten anezha, mes, abalamour da Zoue, abalamour d'hoc'h ene, abalamour d'ar Vro, ne votit birviken evit eun enebour d'ar relijion. Gouennit gant al laboused-ze peleac'h e vezont en ofern. Ma ne credit ket ac'hanomp, na zoken an Iliz, pa ziskouezomp deoc'h an droug a ra an dud digristen d'ar vro, selaouit neuze petra larvar eun historian bras, Machiavel: « Si l'attachement au culte divin est le garant le plus assuré de la grandeur d'un Etat, le mépris de la religion est la cause la plus certaine de sa décadence. »

Setu aze he gomzou. — Ankonac'heat ho peuz ho pije bet gellet c'hoeza tan gant hoc'h arc'hant paper ma vije bet chomet Herriot daou zervez muioch'e penn ar Chouarnamant ? Mad, setu aze kamalad ar « c'hartellisted », da lavaret eo kamalad an am. Salaun hag he seurt. Setu aze ar wirionez.

Hon depute V. INIZAN

Ne lavarimp nemed eur ger euz hon depute Inizan, rak labourat mad a ra, ha kalz servich a rent d'he elektourien a bep micher. Ma ioa er blâ-ma 6.500 lur muioch'e evit ar c'honkour kaer a zo bet dimerc'her e Lokournan, piou en doa gellet obtenu ar sikour-ze digant ar Chouarnamant ? V. Inizan. Ne ket me eo hen larvar deoc'h da genta. Mes eur journal euz a Vrest, ha n'emant ket a du gant ar gatoliket goulskoude, eo en deuz hen lavaret diciou diveza. — Ha c'houi tud a vor, mignouned ker, m'ho peuz gellet pelloc'h kaout eun tam kresk evit ho pansion, da biou a gav deoc'h e tleit lavaret « mersi ? » Da V. Inizan.

Ne ouiech ket an dra-ze neketa ? A dra zur e teui prestik d'hor guelet, ha neuze hen l'avoro skleroc'h deoc'h. Mes setu aman petra en deuz skrivet : « Je fais partie de la Commission et du groupe de Défense des Inscrits maritimes, et avec le concours de mes amis Henry, Balanant, Jadé, P. Simon j'ai pu obtenir pour eux une augmentation de retraite.... »

Mad eo ive da zikour ar paour. Guelet a reot izeloc'h an aluzen gaer en deuz digaset da vugale ar paour keanz Emile Treguer.

V. Inizan zo guelet mad e Paris. Ha ne ket o tapachal er Gampr eo e rear vad, mes o kaozeal sioul er Chomissionou, er buroiou.

Ia, eun depute mad hon deuz. An oll her goar. Ha setu perak hini euz he enebourien, en despet d'ar geier ho deuz lavaret anezhan, ne gred klask trabas outha... Eo, klevet hon deuz goulskoude kaozeal deuz eun tam skolaer. Mes hennez n'ema ket da gounta. Eur skolaer ! Klevet a rit, mignouned ker ?

Setu aze hor skolerien ! 75.000 anezho zo sosialisted ruz, ha 15.000 zo kommunistet. Setu aze petra eo kalz deuz ar re zo karget da skolia bugale ar vro. —

Dre-ze 'ta, dever a goustians an oll goazed eo voti evit an dud a glask mad ar relijion hag ar vro. Hag ho tever c'hui, merc'het ker, eo ober kommunionou sante, ha pedi start an Aot. Doue da sklerijenna an dud bervelet.

KELEIER AR BARREZ

AR PARDON

Abalamour d'ar voterez eta, pardoun kaer Sant Paol a vezoz er blâ-ma d'an trede sul goude Pask, 29 euz ar miz. Dre-ze, bras ha bihan, koz ha iaouank, deuit oll da bardon Treglonou. N'ho pezo

ket a geuz. Klevet a reot kana e brezonek « An Eal hag an ene, Doue a garantez, kantikou sant Paol, ha salmon ar gousperou e diou loden. Deuit da velet hon iliz a vezoz fichez ker koant ! Deuit da velet hor prosession ! Trella rei ho taoulagad o velet kornetennou, saeou ha mouchouerou guen ar re ho devezo an enor da zougen santez Anna, ar Verc'hez, hag ar banniellou.

Mes deuit dreist oll da bedi hor Patron galloudus ha da bo-kat d'he relegou a vezoz edoug an deiz er c'heur etouez ar bleuniou. Deuit ive da velet ho kerent, ho mignouned. Vag e kaer guelet ar vugale bodet oll en dro da daol ar gear da zeiz ar pardoun ! Hon amezeien a rei ive ho lein bardoun er zulvez-se. Ne garfent ket a dra zur digemeret ho c'herent da zeiz eur pardoun laïk, ha rei tro evelse d'an dud da vressa ar zul en eur vankout d'an ofisou. Oll eta da zeiz pardon sant Paol da danva souben tintin Anna. Meur a verdead euz Treglonou a zo goulskoude e Toulon, e Cherbourg, pe o veachi var ar mor glaz, ha ne glevint ket en deiz-se ar rata o suilla e Treglonou. Mes oll e vezint a sperei en hon touez, hag ar re-ze martez eo a zonjo muia er pardon : Ia, mignouned ker, er zulvez-se dreist-oll pedit Patron ho parrez benniget d'ho tioual mad, ha d'ho tigas adarre d'ar gear gant hoc'h enor hag ho iec'ched.

Ar brezegen a vezoz great gant Aotrou Persoun Plourin-Guitameze. An ofern a vezoz kanet gant Rener skol Plabennec, an Aot. Férec.

Deuit eta niverus d'hor pardoun, unan euz ar re genta hag euz ar re gaera dre aman. Dalec'hit sonj mad euz an dervez : An trede sul goude pask.

GOUEL SANT JOSEPH

Kaeroc'h kaera e vez ar gouel-ze bep bloaz. E doug ar miz e veze bemdez kalzik tud euz ar bourk oc'h enori ar zant galloudus-ze, mes da zeiz he c'houel evit an ofern e ioa unan euz a bep ti koulz lavaret, ha daou zoken euz meur a leac'h, dirag he skeuden kuzet gant bleuniou skedus ha kant goulaouen. He filloret ha fillorezet a ioa oll a gredan bodet en dro d'ho Faeroun galloudek. Pa oa echu offern unan a lavare er vered : Mantret oun bet o velet ped Job ha ped Josephine zo e Treglonou ! Ne oat ket deuet gant daouarn goullo dirag Patron ar famillou kristen : 40 pakat goulo en deuz resevet. Kredi a c'hellomp eta eo laouen sant Joseph ouz hor parrez, hag e kendalc'ho d'hor benniga. Grit ma chomo ar barrez start en he feiz, ha n'hen lezit ket da orjella e hini deuz he famillou. Allaz ! laoskat a ra e lod deuz ar barrez !

AR SIZUN SANTEL

Ar vugale zo gant ho faskou hag ar re a hell kommunia a deui oll da reseo an Aot. Doue diciou kenta.

An ofern-bred diciou a vezoz da eiz heur.

Denit niverus. Gouzout a rit diciou an ofis ne ket hir, mes kaer kena.

An Heur-zantel a reimp da eiz heur-hanter. D'ar poent-ze da vihana ar re divar ar meaz hag euz ar bourk m'ho deuz bolontez vad a hell beza en iliz. Digasit ganeoc'h ho kantikou, hag ive « Angoni Jesus. » Ha deuit oll ma ne zit ket d'an aod en nosvez-se.

Guener ar Groaz. — An ofis da seiz heur, ha goude hent ar groaz.

Da ziou heur-hanter Pask louarn ha benediksion ar vugale.

Da beder heur ar vugale gant ho 1, 2, 3 pask a deui da resita ar Bassion. Ar 4, 5 ha 6^e pask da pemp heur. Dissadorn an ofern vardro 9 heur.

Bet e permission

Theophile Croguennec 20 d. Goulven Le Bris 24 h.

D'an 29 a viz meurs Pelagie Peoc'h euz Bec an Truc zo bet resevet e Breuriez Bugale Mari. Zo bet er retret e Lesneven : Nicolas Vezo euz ar Bourk.

Louis LABAT, euz Pors-Egras, 82 vloaz

Setu eun all euz servicherien an iliz eat d'ar bed all. D'an 20 a viz meurz eo bet kanet an ofern evit Louis Labat. A c'hellit kredi hon deuz roet eun enterramant hag eur servich a genta klas d'ar servicher mad-ze hag en deuz sonet an angelus, sonet evit an ofisou, an eureujou, ar badiziantou epad 62 vloaz ! N'en deuz dilezet ar c'hleier nemed p'en deuz kollet ar guelet — eur c'huec'h vloaz benag a zo.

Bez en devoa eur c'hiz kaer da zeni ar c'hleier, hag e Lannilis an oll a anaveze kanaouen kleier Treglonou.

Dre c'hras Doue hon deuz adarre eur souner iaouank euz an dibab. Seni a ra pleau ar c'hleier, ha kerkent hag an heur eman an taol. Ra blijo gant Doue eta he lezel ive epad 62 vloaz da c'hervel an dud da zont d'an iliz. — A greiz kalon e c'houlen-nomp digant Doue ar memez eur vad evit ar re ho deuz ar valez da gendelc'her labour Marie Anne Nicolas. — He vugale hag he vugale-vihan ho deuz lakeat kalz pedennou gant ho zad ha tad-koz. Ni ive, Treglonouiz n'ho tizonjimp ket : sounet ho peuz d'hor badiziant, d'hon eureujou. Ah Loiz ker, nag e trido ho kalon pa glevot, euz lein, an env, mouez skilrus kleier Treglonou ! Kenavo ar baradoz, souner meulus.

An Aotrou GOURIOU, persoun Landunvez, 61 vloaz

D'an 1 a viz meurz, Aot. persoun Landunvez, ginidig a Lannilis, zo bet enterret er barrez-se. Er zizun ar arok edo iac'h-pesk e penn prezegerien retret Plourin. « Bezomp prest ! » Petra beugue ne oa nemed daou vloaz alioue m'edo o r'en parrez Landunvez e oa karet kalz gant he barresioniz evit he brezegennon boedus a zisplege freaz ha gant kalon.

Pedi a reomp he vreur hag he c'hoar ken glac'haret da zimeret hor guella merkou a gaonv.

An Aotrou L. PERHIRIN

Eur beleg all euz Lannilis, an Aot. Perhirin zo maro e Montmorillon (departament Vienne) er zizun ziveza. En em skuit en doa e skol vrás Poitiers, ha daou vloaz benag zo edo en eun ti a repoz e Montmorillon. Er servich a genta klas zo bet kanet evitha dimeurs e Lannilis. An Aot. Perhirin a ioa mad da renta servich da Dreglonou pa veze e vakans, ha kinnig a reomp d'he vreur ker ha d'he c'hoar-gaer hor merkou a geuz. De profundis.

Honor ha bennoz Doue da Treouergat

Meur a zikour hon deuz resevet dija evit ar paour keaz intanvez Louise Treguer hag he c'huec'h krouadur iaouank. Resevet hon deuz zoken digant eun dimezel euz Bro-Saoz. Eur famill euz Bohars 30 lur. Digant depot ar Channadik er Vourc'h-Ven 78 lur 5 guenneg. Digant pemp lenner peb a 10 lur. Digant hon depute V. Inizan 100 lur ! Red e vo deomp hen digemeret mad pa deui dizale en hon touez. Rak diskouezet en deuz deomp he galon vad hag he garantez evit he elektourien.

Goulskoude an aluzen en deuz skoet muia hor c'halon eo hini Treouergat. — Ia, a leverot marteze, abalamour ma teu euz ho parrez. — Ne ket evit-se eo avad. Mes setu aze eur barrez a dri-c'hang den, ne reseo nemed 20 Kannadik, hag en deuz digaset deomp eun aluzen a zek lur-ha-kant (110 fr.) Han ! n'eo ket meulus kementse ? zoken rener an depot, Fr. Calvarin, a lavar deomp en devezo c'hoaz eun aluzen benag.

Ia, bennoz Doue a lavaran deoc'h, kenvroiz ker, en hano ar vinored keiz.

Gouzout a reomp an oll depoiou ho deuz resevet aluzennou. Kemerit hoc'h amzer d'ho digas deomp. Rak kalz lennerien ho doa dizonjet kas deoc'h ho aluzen, hag hen roi deoc'h er miz-ma pa zeint da gerc'hat ar Channadik. Ha neuze, ne ket evit ar blâ-ma hebken ho devezo izom sikour : Abenn peur e c'hello ar vinored ze gounid eun tam bara ? Ha goulskoude divar an dro-man ne astennimp mui an dourn evitho deoc'h.

Ra blijo gant Doue eta benniga ar re ho deuz roet hag ar re ho deuz bolontez da rei ho aluzen d'am emzivadet keiz. — Gouzout a reomp hor Mestrezet skol ho deuz ive kestet evit an emzivadet-ma, hag evitho hebken.

DEOMP D'AR GOUSPEROU

(Kendalc'h)

Breman 'vit ar gousperou

Oh ! Oh !

E vez kadoriou goulou

Oh ! Oh ! va Bro !

— Setu petra lavar ar zon. La siouaz ! Breman, memez er parreziou a zo c'hoaz brudet mad, e vez avichou tano an dud er gousperou. Guelet a rear goullo, ne ket hebken kadoriou potred iaouank, mes zoken kadoriou merc'had iaouank — bet goulskoude er skoliou kristen, ha memez kadoriou tadou, mamou !

Da beleac'h int eat ? E peleac'h int chomet ?

En anv, ar re iaouank a ia da c'halopad, den ne oar da beleac'h. Diouz an tu-man e zeont d'an Aber, d'ar Chantel. Diouz kostez Lokournan, Plonger, Plougonyvelen e zeont da Drez-Hirr. Diouz kostez Lannilis ha zoken Treglonou e zeont, var a gounder, d'an Abervrac'h.

Kazi e peb parrez e zeuz breman eun hostaleuri, eur c'horn a zizurz benag evit chacha ar iaouankizou. Dizale e kommansi adarre ar c'hourziou kezek ha bagou ; da zul na petra 'ta ; ha den en deiziou-ze er gousperou. Arabad deoc'h goulskoude kemeret evit franmassouned ar re a zo e penn ar c'hourziou, ar c'hoariou-ze : Oh nan, va jaimez ! Ar re-ma ho deuz bet eun tam ofern diouz ar mintin ; ha ma n'eo ket kountant an Aot. Doue evelse goaz-aze Evitha ! — Mes, daoust a ne ket goaz-aze evi-doc'hui eo e zeo ? An Aot. Doue e lavar deomp : Ar zul a lezot ganen, dies dominica (eun tam latin a ouezan ive). Ne lavar ket deomp : eun hanter-heur euz ar zul a root d'in, ar rest dervez a hellit da rei d'an ebatou. Mes lavaret a ra grons : lezit va dervez ganen. He drede gourc'hemen ive a ordren deomp santifia ar zul. Mes petra ranker da ober evit santifia ar zul ? — Evit santifia ar zul e ranker paouez da labourat, hag implija an deiz-se e servich Doue. — Sefu aze ger evit ger ar pez a lavar deomp an Iliz. Hogen, piou a gredo lavaret en deuz implijet erva ar zul e servich Doue ma n'en deuz klevet nemed eun ofern-blean pa oa eaz dezha mont d'an ofern-bred ha d'ar gousperou ?

Ar skrivanier bras Louis Venillot en deuz lavaret : « Kant guech e hell beza ar wirionez ganeoc'h ; mes red e deoc'h gouzout hen diskouez freaz. »

Oc'h alia ac'hanoec'h start da vont aketus d'ar gousperou e c'hoezan eman mil guech ar wirionez ganen : mes gant aoun ne helfen ket hen displega splan awalac'h e kavan guelloec'h lavaret deoc'h ar pez a meuz klevet, hag ho peuz klevet ive mi'oarbad divarbenn ar gousperou.

Iaouankig oan c'hoaz pa glevis an Aotrou Fave, persoun Plouguerne, en eur mission e va farrez, o lavaret en eur gomz deuz ar gousperou : « Ma taillomp d'an Aotrou Doue, Heman, d'he dro a daillo deomp ive. »

Hag an Aot. Thomas, person Ploujean 'ta ! Deuz ar brezegen ker helavar a reaz d'an ofern-bred er Folgoat da vodadek kenta ar goaled e meuz dalc'het sonj mad euz ar c'homzou-man : « Mont a rit d'ar gousperou, va mignouned ? — Ia, panefeze ne vijec'h ket deuet aman. »

Ar c'homzou-ze, ma komprenan ar brezonek, a zinifi : An neb en deuz ar pleg fall da zilezel ar gousperou ne oa ket da gounta varnezha e Folgoat, ha n'euz ket kalz a dra d'ober gantha e neb leac'h.

Pa zedomp o tizrei deuz eur pelerinaj goased e Montmartr, unan euz va c'hamaladet a lavaras : « Ma klefemp en hor parzioù prezegennou evel m'hon deuz klevet epad hor pelerinaj. » Respount a ris : « Klevet a reomp er gear prezegennou evel m'hon deuz klevet e Paris. Rak beleien hon eskopti hebken eo ho deuz prezeget deomp e Montmartr. Ar prezegennou-ze avad ho deuz skoet muioc'h hor c'halon epad ar pelerinaj eget er gear. Perak, abalamour ma taolemp muioc'h a evez, ha dreist-oll abalamour Jesus a sklerijenne muioc'h hor spered evit ar volontez vad hon deuz diskouezet o tont da Vontmartr d'Hen adori. »

Mad, ar prezeger a skoaz ar muia hor c'halonou eno eo an hini a lavaras freaz deomp penaoz e tle eur guir gristen tremen dervez an Aot. Doue.

Evit santifia ervad ar zul, emezha, e ranker, ne ket hebken paouez da labourat ha mont d'an ofern, mes red eo ive, pa vez gellet, mont d'ar gousperou. Setu aze petra lavar deomp an Iliz, petra lavar deomp ar re a gomz en he hano, ha petra lavar deoc'h an hini a c'hoanta ho prassa mad. — *Tiek B.*

TRAOU DA C'HOUZOUT

Hervez al lezen great d'ar 27 a viz ebrel 1927, ar re zo dimezet hag ho deuz tri c'hrouadur ne reint nemed bloaz servich, e leac'h 18 miz. — *Loi du 5 janvier 1928.* — L'article 29 du code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : La suspension du travail par la femme pendant douze semaines consécutives, dans la période qui précède et suit la naissance de l'enfant, ne peut être une cause de rupture, par l'employeur, du contrat de louage de services, et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. — Evese 'ta, eur vam hag a labour e kount ar C'houarnamant, pe en eur vagazen, en eun uzin, eur voullerez, diouz an deiz, diouz ar miz, pe diouz ar bloaz, en deuz droad da gaout daouzek sizun a hean evit entent ouz ar bugelig roet dezhi gant Doue. N'en deuz nemed lavaret d'ar mestr (au patron) ne deuio ket d'he labour epad daouzek sizun. Pemzek sizun zoken e c'hell chom araok kemeret a nevez he labour mar en deuz eur santifikat digant ar medisin evit diskouez en deuz izom a 15 sizun repoz. Ha goude an daouzek pe pemzek sizun ar mestr zo oblijet d'he c'hemeret adarre en he zervich. Setu aze al lezen nevez. Araok ar vam n'en doa droad nemed a eiz sizun.

Sikour an tadou a famill galvet d'ar zervich. Setu ar sikour en deuz droad breman da gaout eun tad a famill oc'h ober e gounje servich, pe da ober 23, pe 13 dervez : 8 real bemdez evit ar c'henta deuz he vugale, dek real evit an eil, eur skoued evit an trede, pevarzek real evit ar pevare hag evit peb hini euz ar re a zo da c'houde.

Evese, setu aman eun tad oc'h ober 23 dervez : Lakeomp en deuz pemp a vugale. Neuze, epad an 23 dervez ma vez e zervich en devezo pevarzek lur ha dek guenneg bemdez evit he vugale. — Neubeud eo evit maga ar vam ha pemp krouadur, eur tam souten eo evelato. (Lezen great d'ar 27 a viz kerzu 1927).

Er Miz diveza memez e zeuz ive, dre bres, « barbouillet », eul lezen nevez evit an assuransou var an dud. Mes potred al lezennou, dre ma ouient ho doa great eul lezen gam, ho deuz lavaret ne gounto ket araok 18 miz. Abenn neuze e vez bet amzer da gomz anezhi ha d'he ehuna. Red e vez hen ober, rak passe diez ha passe tregasus eo evit an dud divar ar meaz.

PEGOURS E TARDINT ?

Eur billet-train hag a gouste daouzek lur-ha kant araok ar vrezel, a gouste hirio pevar-c'hant-hanter-kant lur ! (de 112 à 450 fracs). Hag euz ar 450 lur-ze ar Chouarnamant a gemer 110 lur. Dre-ze ne veacher mui gant an train nemed oc'h red, rak keroc'h eo c'hoaz eget an auto. Ar C'houarnamant a daol he graban var bep tra, ha kaer en deuz kreski kalz re ar guiriou hag ar c'homtributionou eo prest da buchad. Ma karfe serra ar skoliou n'ho deuz ket a vugale ha kas da bournen ar feneanted zo var he dro, ne vije ket paour. Mes ar re-ze zo he gamaladet ! — Ma hell Herriot hag he gartellisted kaout ar gounid d'an 22 euz ar miz-man, ema great gant ar paour keaz Frans !

— Petra zo a dud er vro a gay deoc'h ? N'euz nemed 40 million, 783 mil, 897 ! Ha c'hoaz 2 billion, 505 mil ha 47 a zo es-tranjourien. Paour keaz Frans !

Konkour bras Lokournan

Evit meuli al labourerien douar e lakeomp aman bannoioù Tre-glonouiz hag hon amezeien pe anaoudegez zo bet primet ho loaned.

Eubeuleuzed bloaz : 1 p. 200 l. hag eur vetañ arc'hant J. M. Marc, Milizac. 2 p. 150 l. ha metalen arc'hant Laurent Abasq, Coat-Méal. 4 p. 100 l. J. M. Bergot, Plouguin. 5 p. 100 l. F. Floch, Coat-Méal, 6 p. 80 l. G. Bergot, Vourc'h-Ven, 7 p. 80 l. Merceur, Milizac, 8 p. 80 l. J. Jézéquel, Plouzané, 9 p. 60 l. Fr. Jaffrèse, Coat-Méal, 10 p. 60 l. A. Lhostis, Milizac, 11 p. 60 l. A. Calvez, Coat-Méal, 12 p. 60 l. V. Arzel, Larret, 13 p. 60 l. J. Guillermou, Coat-Méal, 14 p. 60 l. L. Treguer, Lanrivoaré. 15 p. 60 l. Le Ru, Trebabu. 16 p. 60 l. J. C. Mao, Treglonou (poent oa !) 17 p. 60 l. L. Abasq, Coat-Méal, 18 p. 60 l. A. Herry, Guesnou, 19 p. 60 l. V. Priou, Guesnou, 20 p. 60 l. F. Gloatre, Lanrivoare, 21 p. 60 l. Fr. Segalen, Treglonou, 22 p. 60 l. J. M. Milizac, 23 p. 60 l. Fr. Croguennec, Milizac (va c'hamalad chasseur guechall), 24 p. 60 l. J. Treguer, Plouguin, 25 p. 60 l. L. Leostic, Plouarzel, 26 p. 60 l. S. Kerskaven, Guipronvel, 27 p. 60 l. J. M. Guevel, Guilers, 28 p. 60 l. F. Treguer, Guitalmeze, 29 p. 60 l. H. Colin, Plouguin, 30 p. 60 l. F. Talarmin, Plouarzel, 31 p. 60 l. J. M. Guenneguès, Guitalmeze, 32 p. 60 l. M. Fallrum, Plourin, 33 p. L. Kerboul euz Treglonou.

Eubeuleuzed 2 vloaz : 200 l. ha metalen arc'hant, F. Croguennec, Milizac, 2 p. 150 l. ha metalen arc'hant, J. Guillermou, Coat-Méal, 3 p. 150 l. J. Arzur, Milizac, 4 p. 120 l. Kervrann, Plourin, 5 p. 100 l. Jézéquel, Plouarzel, 6 p. 100 l. Jean Calvez, Coat-Méal, 7 p. 100 l. Oh. Podeur, Ploumoguer, 8 p. 100 l. J. Marzin, Plouguin, 9 p. 100 l. Yv. Trebaol, Landudut, 10 p. 90 l. Mich. Pondaven, Milizac, 11 p. 90 l. M. Lannuzel, Plouguer, 12 p. 90 l. M. Lunven, Lambézellec, 13 p. 80 l. M. Lannuzel, Plouguin, 14 p. 75 l. F. Croguennec, Milizac, 15 p. 75 l. J. M. Marc, Milizac, 16 p. 70 l. M. Lannuzel, Plourin, 17 p. 70 l. Le Duff, Plouguin, 18 p. 70 l. F. Le Hir, Milizac, 19 p. 70 l. J. M. Le Gall, Plouguin.

Eubeuleuzed 3 bloaz. 1 p. 1.200 l. ha metalen arc'hant J. Guillermou, Coat-Méal, 2 p. 1.100 l. ha metalen arc'hant, Le Duff, Coat-Méal, 3 p. 1.000 l. J. Marzin, Plouguin, 4 p. 1.000 l. Fr. Segalen, Treglonou, 5 p. 300 l. Le Roux, Plouzane, 6 p. 300 l. C. Ker-

marrec, Gouesnou. 6 p. 250 l. Cozien, Guitalmeze. 7 p. 250 l. Ker-marrrec, Gouesnou, 8 p. 250 l. Le Ru, Trebabu, 9 p. 200 l. Yv. Treguer, Gouesnou, 10 p. 200 l. V. Paul, Milizac, 11 p. 200 l. V. Cabon, Ploudalmez. 12 p. 200 l. F. Le Hir, Gouesnou, 13 p. 200 l. J. Guillermou, Coat-Meal, 14 p. 200 l. Yv. Cabon, Guitalmeze. 15 p. 200 l. F. Laot, Guilers. 16 p. 200 l. F. Castel, Locmaria. 17 p. 200 l. J. Salaun, Plouzane. 18 p. 200 l. M. Kerglonou, Plouguin. 19 p. 200 l. Yv. Forest, Plourin. 20 p. 200 l. L. Abasq, Coat-Meal. 21 p. 200 l. M. Kervenec, Guilers. 22 p. 200 l. M. Bolloré, Plouguin, 23 p. 200 l. M. Lannuzel, Plourin. 24 p. 200 l. L. Abasq, Coat-Meal. 25 p. 200 l. M. Guenneguès, Guitalmeze. 26 p. 200 l. Mailloux, Lambézellec. 27 p. 200 l. E. Trebaol, Bohars. 28 p. M. Lannuzel, Lanildut. 29 p. 200 l. Lannuzel, Plonguer. 30 p. 200 l. J. Tournellec, Plouguin. 31 p. 200 l. Treguer, Plouguin. 32 p. 200 l. M. Bonnefoi, Gouesnou. 33 p. 200 l. J. Tournellec, Plouguin.

PER ar Miliner ha BRUNIK ar paour

(Kendalc'h)

Evel m'hon doa lavaret er miz diveza, ar c'hoant pa vez lezet da veza re grenv, pa ne vez ket kabestet abred, a hell hon lakât da gregi e traou ar re all, pe da vont da beuri e foennok an nesa. Ar pez zo aman varlerc'h hen diskouez sklear deomp. —

Pa deuaz an noz Per a zigoras sioulik kraou ar Brunik. Distaga reaz ar videochen, hag en he leac'h e lakeas he videochen maro !

Pebez kalonad en devoue ar paour keaz Brunik pa zez d'ar c'hraou diouz ar mintin ! He videochen a ioa maro !!! Penaoz e zai breman da drullaoui ? Rak ar Brunik — dizonjet e moa hen lavaret deoc'h — ar Brunik a ioa koz ha... korbezen ! Ne falgalonaz ket gouskoude, ha ne jarneaz ket evel ma ra Per pa dor he gorn butum.

Selaouit he gomzou kaer : « Doue ar mestr, he volontez ra vez great atao. Peguir en deuz digaset ar c'holl d'in, e tigaso ive va bara pemdeziek. » Hag en eur sec'ha he zaelou ec'h en em lakeaz da lavaret he japeled, azezet var dreujou al lochen-nig. Han, ne ket brao an dra-ze ?

Unan o tremen a velaz an dristidigez var dal ar paour keaz Brunik. — Perak, emezha, eo ken tenyah ho penn ? Daoust hag eur gual-daol benag a zo erruet ganeoc'h ? — Eur gual-heur bras e guirionez zo erruet ganen ! Ne m'oa nemed eur mignon evit rei skoazel d'in e va faourenteaz hag e va c'hosni : al loanze : hag emaoun o paouez he gaout maro mik !!!

(Ne vez ket lavaret, eme an tremeniad outha he-unan, en devezo eur c'hristen lezet he vreur da velver er c'hlac'hag hag en dienez). Sellit, va den mad, setu aze pemzek skoed deoc'h evit kroc'hen ar videochen. Mes c'hoant e meuz ho pefe ar vadelez da glask unan benag d'am zikour d'he c'hignat.

Oh ! eme ar Brunik, ma ne vank ken deoc'h avad ! Hag hen iao dioc'htu en eur jilgamad varzu ti Per ar miliner.

Heman a ioa o pikat ar mean-milin. Mes santout a reaz c'hoenn. — ne ket en he lèrou, n'hen doa re lèrou ehet — mes en he vrugou, pa velaz ar Brunik o tont. Mes pa glevas evit petra e c'houlennet anezha, neuze avad ec'h en em hardizeaz hag e lavaras gant eur vouez klemmus, evel ar merc'hed goapauz : « Ho pidochen zo manket ? Paour keaz Brunik ! Pebez gual-heur zo en em gavet ganeoc'h !.... ia, ia, mont a ran dioc'htu. Daoust hag amezeien vad ne dleont ket beva e peoc'h hag en em zikour ?

Ha setu Per da zerra an dour var ar vilin da vala boued

chatal, ha raktal assamblez gant ar Brunik en eur gendelc'her, na petra 'ta, d'ober an neuz da gaout truez ouz he amezok.

Pa oa kignet ar videochen ha douaret he eskern, an tremeniad araok kuitaat a lavaraz d'ar Brunik : « Varc'hoaz va mevel bihan a zigaso deoc'h diou blanten pêchez. C'houi ho lakei doun-doun en douar, ha tosta ma hellot d'al leac'h m'hon deuz douaret ho pidochen e kornik ho lochen. Ar guez-se, gant saour ar videochen a boulzo buan, ha dizale a roio frouez euz an dibab, hag a verzot mad da aotrouret Lannilis, Lokournan ha Brest.

Ha setu ar paour keaz Brunik, antronoz vintin, var gorf he roched o toulla dounna ma helle d'an diou blanten iaouank. Ken teo óa ar c'huezen ouz he benn evel ma veze guechal ouz penn an diekerien pa vezent o varrat pe o tourna gant frellou. Rak ous-pen ma oa koz ha dinerz n'en doa bet d'he zijuni nemed eur banne souben an tri zraik (dour, c'hoalen ha baraïk) — Merc'het ar bourk n'am c'hredint ker, ha gouskoude eo guir. —

P'edo eta a zevri o toulla, Per, ker fier var he videochen laeret, evel miliner La Fontaine var he azen, a en em gav da dremen : « Hè Brunik, emezha, gant eun ear goapaüs, o vont da zianterri da Jouachen emaout ? » — N'emaoun ket, mes o vont da blanta an diou blanten bêchez-ma. — Ah ! Ah ! eme Ber, en eur ziroll da c'hoarzin, d'az oad o planta guez frouez ! Ne pezo ket izom da lipad da vourrou goude beza tanvet ar pêchez-se. — Possibl eo avad, mignon Per, e ve ar wirionez ganez, mes ma ne dalvezont ket d'in-me, da eun all benag e reint. Hogen, an Aot. Doue a laver deomp ober d'hon nesa ar vad a garfemp a ve great deomp hon-unan. Per a dec'haz en eur zevel he ziskoaz, hag ar Brunik a gendalc'haz da doulla.

Kenta ma klevaz eun dra benag o seni evel eur vasin hag eun tam euz he drainch diskolpet ! Asa, eme ar c'heaz koz, en eur skrabat he gein, petra 'r gounnar zo aze da vihana ?

Mont a ra var benn he zaotlin, chacha ra an douar gant he zouarn... ha petra vel ? EUR POD HOUARN !!! LEUN A VELGR EN DIAVEAZ... HA LEUN... A AOUR EN DIABARZ !!!

SON AL LABOURERIEN

(Kendalc'h)

Eaz eo da gana var don an Diaoul mud, pe Emgan an Tregont, pe Diviz etre ar Bourchiz hag al Labourer, pe meur a don all.

- | | |
|--|---|
| <p>10 Morse dezho ne vank labour,
Evel ma ra d'ar micherour,
A veler o chom allez
Pell bras da c'hortoz eun dervez.</p> <p>11 Al labourer, var ar mezou,
A glev, a vel kaeroc'h traou
Eged na oufet da velet
Er c'heariou brasa zo er bed.</p> <p>12 Petra velet er c'heariou bfas ?
Tud dilabour o c'hoari 'r vaz,
O vont, o lont dre ar rulou,
En eur lezel blejadennou.</p> <p>13 Petra vez queled c'hoaz e kear ?
Sminialou huel en ear,
A zivoged leiz ho ginou,
A guz ouzoch bolz an envou.</p> <p>14 Stallou leun a c'hoariellou,
A vezet, a vouchouerou.</p> | <p>Evit deseо tintin Jabel,
Zo kant luriou en be gode!</p> <p>15 Plasennou bras ha re vian,
Ruiou frank ha ruiou moan.
E korn peb ru petra velet ?
Bandennou merc'hed dibredar.</p> <p>16 Er c'heariou bras ne zeuz hin!
O chom e-unan en he di ;
E peb ti zo kalz familiou.
Moan etrezho ar speurennou.</p> <p>17 Setu pa vez fachet Mari,
An oll a glev ar jolori !
Al litaniou, ar rebechou,
A gustum ober da Jakou.</p> <p>18 Eno an ear zo binimed,
Ha noazus meurbed d'ar lec'bed.
Dre-ze 'velit keris aliez
O klast an ear vad var ar mez.</p> |
|--|---|

(Da gendelc'her).

AR GELENNADUREZ KRISTEN

Eur « bon point » bras a vez roet pa vez gouezet ar gentel-gouennou ha respoountchon difaot.

Eur « bon point » ruz pa vez gouezet ar respounchou heb faot. Hag eur « bon point » guer pa ne vez bet nemed eur faot er respounchou. Setu hanoiou ar re ho deuz gouezet guella epad an daou viz diveza. Ne c'hellet ket kaout ouspen 12 « bon point ». peguir n'euz bet nemed 12 quech kategiz. Potred 9 bloaz.

Louis Milin 5 bras, 3 ruz. Merched 9 bloaz: Celestine Bizien, 12 bras. Marie Mingant, 7 br. 5 r.

Marie-Anne Berthou, 6 br. 3 r. Philomène Deniel, 3 br. 4 r. 2 guer. Potred 8 bloaz: Louis Falchun, 10 br. 2 r. François Le Vern, 6 br. 3 r. 3 g. Albert Le Goff, 2 br. 2 r. 5 g.

Merched 8 vloaz: Jeanne-Yvonne Falhun, 9 br. 1 r. Jeanne-Yv. Floch, 10 br. Fraçoise Milin, 6 br. 5 r. 1 g. Emilienne Croguennec, 4 br. 5 r. 1 g.

Potred 7 bloaz: Prosper Guiziou, 1 br. 7 r. 1 g. Jean Kerboul, 6 r. 4 g. Eugène Lazennec, 2 r. 1 g. Louis Felle, 1 g.

Merc'hed 7 bloaz: Julia Uguen, 2 br. 4 r. 5 g. Augustine Milin, 4 br. 2 r. Anna Stephan, 1 br. 2 r. 5 g. Marie Le Bris, 2 br. 4 r. 2 g. (Elisa Mingant, 1 br. 1 r. 2 g.)

Potred 6 bloaz: Emile Treguer, 5 r. 3 g. Yves Briant, 3 r. 1 g. Fr. Stephan, 2 r. 1 g. Fr. Omnès, 1 r. 1 g. F. Uguen 1 r. 1 g.

Merc'hed 6 bloaz: Yvonne Kerboul, 2 r. 3 g. Marie Milin, 3 r. Constance Yvinec, 3 g. Marie Berthou, 1 r. 1 g.

Pask kenta: Reine Deniel, 3 br. 3 r. 1 g. Jean-M. Guillerm, 4 r. 1 g. Eugène Guizion, 4 r.

Eil pask: Maria Péoc'h, 6 br. 2 r. Marie Deniel, 5 br. 3 r. Marie Le Gall, 4 br. 5 r. Albert Uguen, 4 br. 2 r. 1 g. Ar botred all zo paour.

Trede pask: Louis Milin, 9 br. 1 r. Fr. Bescond, 6 br. 2 r. 1 g.

Pevare pask: Heb faot Louis Berthou, 1 faot Albert Croguennec.

Fall: Louis Theven ha Fr. Treguer.

Merc'hed ar pevare pask: Heb faot Joséphine Le Gall ha Madeleine Yvinec. Daou faot Marie Péoc'h, Joséphine Floc'h, Justine Pellé. Tri faot Reine Guiziou. Bet klavy Augustine Deniel. Ar re-ma oll a ia mad.

Pemped pask: Eur faot Albert Treguer ha Venance Bizien.

Daou faot Louis Deniel. Fall: Hervé Miry ha René Uguen.

C'huec'hvet pask: Mad kena: Fr. Berthou hag Jean Bescond, Bernadette Le Gall ha Mathilde Yvinec.

Eur faot Adrienne Guiziou. Mad iye peurliesa Oliv. Le Bris.

Zo bet badezet: 18 a viz meurs Joseph-Prosper-Marie Guiziou euz ar bourk. Paer. ha maer. Prosper Guiziou ha Marie-Anne Uguen, euz ar bourk.

28 a viz meurs Marie-Thérèse Salaun, euz Kervoar. Paer. ha maer. Hervé Calvez, euz Kernilis ha Marie Mauguén, euz Lannilis. *Te Deum.*

Resevet evit ar Channadik : An Int. F. euz L. 15 lur.